

GWERZ  
HAG  
ISTOR KOATKEO



SCRIGNAC  
— 1933 —

**Gwerz**  
**Santez Anna**



Itron Santez Anna,  
Gouarnit ho Pretoned,  
Gouennit dreist pep tra,  
Ma vint fidel bepred.

Evidomp, pebez sked  
Ha levenez ive,  
P'eo deuet d'hor c'hemeret  
Evit he bugale.

Evidomp-ni ema  
He c'harantez vrasan,  
Evidomp-ni e ra  
He burzudou kaeran.

Ne vern gant pe seurt kroaz  
E vezoc'h ankeniet,  
Hi a wella pep gloaz  
Er c'horf hag er spered.

Choui, tud gwenn gand an oad  
Na zoujít ket an hent,  
Ganti gouennit mat  
Mervel evel ar Zent.

Tud yaouank hag a venn,  
A-zevri, mont d'an nenv,  
Deut aman da c'houlenn  
Beza fur, yac'h ha krenv.

Deut c'houi, mammou tener  
Evit ho pugale  
Warni kemerit skouer  
Hi zo bet mamm ive!

Ar gwere'hezed ganti  
Sur a vo selaouet  
Mamm ar Werc'hez Vari  
A gar ar Gwerc'hezed.

Mirit hor c'halonou  
Mirit ar Vretoned  
Grit d'hor bugaligou  
Dont lies d'ho kwelet.

O mamm ar Vretoned,  
Piou n'ho kar en hor bro?  
Ra vimp ho pobl karet  
Bremen, warc'hoaz, atao!

Grit d'eomp holl dere'hel mat  
D'ar feiz e pep mare,  
Ma vo Jezuz dalc'h-mat  
Hon Tad bag hor Roue.



# Gwerz Itron Varia Goatkeo

*War don Kelven.*

Diskan

*Itron Varia Goatkeo,  
Bezit ato hor Mamm,  
Klevit pedenn tud ho treo,  
Eus ho tron nevez flamm;  
Grit ma pignimp eun devez,  
Eus traonienn an daerou,  
Betez kribenn ar menez,  
A zoug tron hon Aotrou!*

## I. — ISTOR AN AMZERIOU KOSA

I

Aman e kreiz ar c'hoadou,  
E traon Menez Are,  
Breman mil bloaz hon tadou,  
O Mari, ho kare;  
Savet o doa eur chapel  
Hag e oa eun dudi,  
Dont eus ar peder avel  
Enni d'ho saludi,

II

Uheloc'h war an doseenn  
E oa eur c'hastell krenv  
Hag e weled e voudenn,  
A-bell, gwintet en nenv.  
Eno madou an douar  
A veze diouallet  
Hag en o chapel glouar,  
Re an ene harpet!

III

*Siouaz! an traou padusa,  
Ar vein koulz hag an dir,  
Tamm ha tamm deu da uza,  
Tri c'chant vloaz a zo hir.  
Er pevarzekvet kantved,  
Ho chapel a oa fall,  
Gand ar Pab (1) e voed galvet  
Da zevel d'eo'ch eun all.*

IV

*Hoc'h eil chapel a badas,  
Pemp kant vloaz penn-da-benn;  
Hon tud enni a gavas  
Peoc'h en o foaniod tenn.  
Hag eur bern testeniou  
A lavare d'an holl,  
Staget ouz he mogeriou,  
Piou a virec'h diouz koll!*

V

*Pa zigouez ho pardon  
E veze levenez,  
War dal koulz hag e kalon  
Kerneviz ar menez;  
A bep tu a vilierou,  
Gant bannielou ha kroaz  
E teuent dre goz hentchou  
D'ho saludi bep bloaz.*

## II. — ISTOR AN AMZERIOU ENTRE

### VI

Pa grogas er gristenien,  
Skilfou an Dispac'h Ruz  
Ha p'edo ar veleien  
O veva dindan guz,  
Koatkeo eo a yoe kalon  
Parrez Skrignag a-bez,  
Eno e kaved pardon,  
A-raok diskenn er bez.

### VII

Pa oa Skrignag hep beleg,  
Prizoniet m'oant o zri, (2)  
Hag ar Re-C'hlas o redek  
Hag o furcha pep ti;  
Eur beleg, evelato,  
Hini douar Koadkeo,  
Glaoda Jegou e hano,  
A gredas chom en dreo (3).

### VIII

Person Skrignag e Kemper,  
Bac'het a varvas prest; (4)  
Hini Poullaouen, merzer,  
A voe lazet e Brest; (5)  
Korf maro 'n Aotrou Jegou,  
A voe kavet en noz, (6)  
En unan eus an hentchou  
A gas d'ar chapel goz.

### IX

O zri e chomo staget  
O hano ouz Koatkeo,  
Hag o zri ez int marvet  
'Vit denc'hel ar feiz beo;  
Aman o deus bet pedet,  
Mamm Doue meur a dro;  
Dudi 'gavint o welet,  
Eo karet c'hoaz er vro.

### X

E bloaveziou diweza  
An naontekvet kantved  
E voe lezet da goueza  
Ho pardon bras karet;  
Hent ho chapel bet pleustret  
Gant hon tud koz, gant pres.  
A voe siouaz dilezet  
Ha goloet a zrez.

## III. — ISTOR AN AMZERIOU BREMAN

### XI

Daoust da-ze, tud niverus,  
Aman war o zreid noaz  
Epad ar brezel euzus  
A badas tost pemp bloaz  
A rae teir zro d'ho pered,  
D'ho kroaz, d'ho feunteun c'han  
Ha d'ho ti hanter gouezet,  
Evid o zud en tan.

## XII

Er peoc'h, an traou distera,  
 A wella tamm ha tamm;  
 Er brezel an traou kaera,  
 O devez founnus lamm;  
 Hentchou Koatkeo a ouelas,  
 Dindan o girzier drein  
 D'an deiz a gany ma tec'has  
 Ac'hano ar zent mein.

## XIII

Daoust pegen trist oa gwelet  
 Koatkeo dismantret holl,  
 E chome beo er spered,  
 Ne 'z aje ket da goll:  
 « Eun treuzou dir, a lared,  
 « Zo bet uzet eno,  
 « Eur re nevez 'vo savet,  
 « Hep fin ebed d'ezo! »

## XIV

Ivinou lemm an amzer,  
 Lezouregez an dud,  
 A labouro en aner,  
 Da zispenn d'eo'ch ho prud;  
 Tra ma vo mein er menez,  
 Ha dero er c'hoadou.  
 Ho pezo ti, o Gwerc'hez,  
 E bro goz hon tadou.

## XV

Eleiz a draou a gouezo  
 Met biken e Koatkeo,  
 Nann, birviken, ne vez  
 Trec'h ar maro d'ar beo;  
 Noaz eo 'vel ar gwez dero,  
 Epad ar miziou du;  
 Sae nevez a gemero  
 Ha bleun koant a bep tu.

*Diskan da gloza ar werz*

Mil bloaz a zo ma sec'hit,  
 Daerou an dud aman  
 Chomit ganeomp ha bezit  
 Ato, mamm ar vro-man;  
 Hor c'hasit daved Jezuz  
 Ho Mab hag hor Barner,  
 Ha bezit trugarezus  
 Ouzomp e peb amzer.

Y.-V. PERROT.

Imprimatur:

Kemper, 8 a viz ebrel 1933.

A. COGNEAU, *v. g.****SKLERIJENN***

(1) Klemant VII, er bloaz 1388.

(2) An A. Bernard, gand e zaou gure, an A. Hascoët hag an A. Brelivet, a voe prizoniet e Kastell Brest d'an 3 a viz meurz 1792.

(3) An A. Jegou a oa bet ganet er Wern-Uhel., e Skrignag, d'ar 15 a viz mae 1755.

(4) Eus Kastell Brest, el lec'h ma oa c'hoaz d'ar 24 a viz ar Fôennou 1792, an A. Stephan Bernard a voe kaset da Gempe ha prizoniet, e Kerlot, el lec'h ma vatvas d'ar 17 a viz mezeven 1793.

(5) An A. F. ar C'hoz oa e hano; ganet e oa bet e douar Koloreg, e Ploneve ar Faou, d'ar 16 a viz genver 1746; dibennet e voe e Brest d'an 13 a viz meurz 1794.

(6) Er bloaz 1797.

## Pedenn da I. V. Goatkeo

War an ton: *O Kalon Zakr.*

### Diskan

*Rouanez veur Menez Are,  
Ni deu d'ho kwelet adarre,  
Kemerit truez ouzomp holl,  
Mirit ouzomp da vont da goll!*

### I

Mil bloaz a zo, mar ho peder,  
E chapel Koatkeo, mamm dener,  
Evel hon tadou koz, fenoz,  
Ni 'c'houlenn ouzoc'h ho pennoz!

### II

Tost aman e oa eur c'hastell  
A oa d'ar vro holl eur skoazell;  
Danjer warnomp pa zigouezo,  
Ouzoc'h ni en em erbedo!

### III

Lakit ar peoc'h en hor parrez,  
Etre an holl gwir garantez  
Ma 'z ay pep tra war well bepred,  
Feiz en ene; er c'horf, yec'hed!

### IV

Grit ma vezog bugaligou  
Ker koant hag an elec'higou,  
E pep kér o sevel, seder,  
Evel nevezennou tener!

V  
Ar zul eo deiz al levenez  
Deiz bras an diskuez eo hennez;  
C'houec'h deiz war zeiz a zo d'an den;  
Ar seizvet da Zoue hepken.

### VI

Diouz al labour start en iliz,  
D'ar zul eo e kaver diskuez,  
Grit ma lezimp pep labour tenn  
Edoug an deiz-se penn da benn!

### VII

Grit ma vezog tud a-verniou,  
Bep sul e-harz hon aoteriou,  
Ar zul! ar zul! na pebez deiz  
Da lakat da vleunia ar feiz.

### VIII


Grit ma 'z aimp holl, gant ho skoazell,  
Da iliz an Dreinded santel  
Evid ar zul, hep fin ebed,  
Ma welimp Doue en e sked!

Y. V. PERROT.

Imprimatur:

Kemper, 8 a viz ebrel 1933.

A. COGNEAU,  
v. g.



Ar chapel evel ma oa er bloaz 1925. Ar vein-ben a zo aet abate da zevel chapel santez Theresa Garskadek, e Scaer.

## ISTOR KOATKEO

E parrez Scrignac, e kreiz etre kribenn Roc'h-Oudren ha kastell koz Koatkeo, en eun draonienn glouar ha didrous, hanter guzet, evel eun neiz, gant ar gwez bras, ema ar pez a jom c'hoaz eus unan eus kosa ha brudeta chapeliou he devoa ar Werc'hez e Bro-Gerne.

### SANT KEO

An hano Keo, skrivet alies *Quéau*, a zo douget e Breiz-Izel gand eleiz a dud, hag a lec'hiou ; e

meur a barrez ez eus keriadennou hanvet *Kergeo*, ha tachennou hanvet *Meskeo*; douget eo bet ives gand unan eus hor zent koz ha c'hoant am eus da gredi eo e hano eo a gaver stag ouz brasa koat a zo breman e Scrignac, goude hini Gwernaon.

Koatkeo a walc'h e dreid e gwaz ar Veuc'h-Koat, unan eus ar gwaziou a daol o dour en Aon ; en traon d'ezan e tu ar c'hreisteiz ez eus eur wer-nog ha stag outi daou binid, par' n' Abati bras ha park 'n Abati bihan (1) hag a verk ez eus bet menec'h, — sant Keo, marteze, en o fenn, — o chom, dre eno, war lez ar ster, e kreiz ar c'hoadou, er VI<sup>me</sup> pe er VII<sup>me</sup> kantved, pell diouz an dud ha tost da Zoue.

Nebeud a dra a anavezomp, sur a-walc'h, diwar-benn sant Keo; ginidik e oa eus a Vro Gembre-(2) hag er vro-se ez eus c'hoaz diou barrez Plougaio ha Conwyl Gaio hag a zoug e hano; e Kerne-Veur ez eus eur barrez all gouestlet d'ezan: Sant Kew.

E Breiz-Izel, eul leo diouz Sant Brieg, hag harp er mor, e kaver eur barrez hanvet Langueux ha stag outi eun dreo hanvet Tregueux hag a c'hell beza Langeo ha Tregeo; uheloc'h, en douar bras, eme an A. Loth, sant Keo en deus eur chapel, e parrez Sant Gouesno, e kreiz etre Loudieg ha Mon-contour hag eun all e Cleguer, e kichenik an Oriant.

Ganet eta e Kembre, evel sant Divi (3) hag es-kob marteze eveldan, pe da vihanan abad, bet o veva e Kerne-Veur, sant Keo, gand e youl da heu-

(1) Cf. Cadastre n° 382 et 386.

(2) E galleg: Pays de Galles.

(3) Sant Divi, patron Bro-Gembre, a zo enoret ives e Scrignac; patron eo da chapel Keforc'h gant sant Hernin hag ar skeudenn vaen Kersanton en deus eno a zoug eo bet kizellet er bloaz 1564.



Lein kalvar Koatkeo, gant sant Keo e kreiz etre ar Wer'chez ha sant Yann, evel m'her gwellet c'hoaz e Koatkeo er bloaz 1925.

lia e genvroïz stlapet er maez eus o bro gand ar Zaozon, a c'hell beza graet e ziskenn e kichenik sant Brieg; goude beza tremenet eur pennad eus e vuhez e Sant Gouesno hag e Cleguer e c'hell beza deuet da verval er c'hoat a zoug bepred e han-no, e traon Menez Are.

Kement-se a c'hell beza gwir rak hanoiou hor-zent koz ma vezont stag peurliesa ouz ar geriou Plou, Lann ha Lok a vez kavet stag alies a-walc'h iveauz ouz ar geriou kér ha koat. Bez' ez eus e Breiz lec'hioù santel hanvet Kergrist ha Kervaria, e Bro-

Dreger; Keranna, e Bro-Wened; Kerber ha Kerzent, e Goueled-Leon, koulz ha Koat-Ivi, er Vourc'h-Wenn, Kast-Houarne, e Lanriouare, Koat-Kenan, e Plougerne, Koat-Kevroc, e Cleder, Koat-Konval, e Pleyber-Krist.


Netra eta ne vir ouz Koatkeo da veza bet ar c'hoat santelaet gwechall gant pedennou ha pini-jennou sant Keo.

Diou skeudenn eur zant hag a zoug dilhad manac'h a oa gwechall e Koatkeo: unan goat hag unan vaen; ar zant koat a oa er chapel; krog e oa en eul levr gand e zourn dehou hag en eur bal gand e zourn kleiz; en doare-se eo e vez skeudennaouet sant Fiakr, met hon holl zent koz hag a ouie ranna ker mat o amzer etre al labour-korf hag al labour-spered a c'helle beza skeudennaouet evelse; ar zant a oa war ar c'halvar, e kreiz etre ar Wer'chez ha sant Yann, a oa eul leor digor etre e zaouarn. An diou skeudenn-se a rank beza diou skeudenn eus sant Keo.

Ar chapeliou hag an ilizou en deus sant Keo en daou du d'ar mor, e Breiz-Veur hag e Breiz-Vihan, a ziskouez e oa bras e vrud en amzer ma oa kals darempred etre an diou vro, da lavaret eo er VI<sup>er</sup> hag er VII<sup>er</sup> kantved, p'edo hon tud koz o tec'het a-raok ar Zaozon hag o tivroa evit dont da jom dre aman; hen eo a c'hell beza bet an hini en deus savet chapel genta ar Wer'vez war zouar Scrignac hag e c'hloar, bremen, evel hini Sa-laün, er Folgoat, a zo teuzet e hini Mamm Doue!

#### KASTELL KOATKEO

Pemp kant metr uheloc'h eget chapel ar Wer'chez edo kastell Koatkeo; unnek kant vloaz ben-nak a zo abaoe m'eo savet hag eiz pe nao mar-



Kastell Koatkeo, e Scignac, evel ma kav d'eomp e oa gwechall

teze abaoe m'eo diskaret; e voudenn hag e zoufez a zo anat mat c'hoaz en deiz a hizio ha diskouez a raer atao ar wenojenn, diou c'harziad veuz en dro d'ez, a heulie an dudchentil pa ziskennent eus o maner d'ar chapel.

Lakat a reomp aman eur skeudenn eus kastell Koatkeo evel ma kav d'eomp e oa gwechall.

Evel m'eo aes d'eo'h her gwelet, ar c'hastell-ze n'en devoa tamm ebet stumm eur palez; tud an amzer-ze n'o deveze ezomm tamm ebet, kouls laret eus o ziez, nemed evit tremen an noz; epad an deiz e labourent er parkeier; pa veze fall an amzer ar vamm hag ar merc'hed a gave labour a-walch' da ober en ti o neza hag o vroudha ouz skle-

der an deiz a dueu en o c'hampr dre ar prenecher mean a veze warni pe ouz sklerder tan ar siminal hag a dueu dioutan peurliesa muioc'h a voged egod a c'hor.

Pa veze noz a-walch' e veze sklerijennet an ti gand eur c'houlaouenn rousin; ne jomed ket gwall bell da veilha; mont a raed da gousket, ar gwazed diouz eun tu hag ar merc'hed diouz eun tu all, e gweleou bras, stignet tu-ha-tu gant krec'hin.

War an deiz an Aotrou a gare beza o chaseal pe oc'h ober eun dro d'e zouarou pa ne veze ket o vrezelekât e kosteziou Roazon pe e kosteziou an Naoned.

Pa dueu laeron da glask trabas e stlaped birou ivin warno hag e skoed warno a daoliou goaf; pa c'heilient kaout an trec'h e kasent ganto kement a veze diouz o doare: greun, loened ha tud; diouz an dud e klaskent goudeze, tenna ar muia arc'hant a c'hellent; a-raok mont kuit gand o semmenn e lakent an tan en ti ha setu aze perak, pa c'houllier el lec'h ma 'z eus bet koz kestell evel hini Koatkeo, e kaver, alies a-walch', mein bet ruziet, anat eo, gand an tan, met ne gaver ket a beziou moniz nag a vraoigou arc'hant pe aour, ar pez a ziskouez ne oa ket anezo er vro; ar pez a gaver eo tammou podou, pennadou houarn bet oc'h ober armou pe venviachou-labour, eskern loened ha netra ken; pinvidigez an amzer-ze oa kaout eleiz a chatal er c'hrevier ha trevajou kaer er parkeier ha daoust ha n'eo ket hounnez eo ar wella pinvidigez a oufed kaout, zoken en hon amzer?

#### CHAPEL KOATKEO

Evel sant Keo hag e venec'h, aotronez koz kastell Koatkeo, a rank beza graet kals evit kreski



1, 2, 3. — Sent koz Koatkeo, santez Apollina, sant Keo hag ar Christ, a zo breman o zri, e eskopti koz Kemper.

4. — Skoued kizellet dindan treid sant Keo, war galvar Koatkeo.

gloar Mamm Doue, met n'eus deuet skrid ebet eus an amzer-se betek ennomp.

Kosa skrid a gaver diwarbenn chapel Koatkeo eo eul lizer skrivet gand ar Pab Klemant VII d'an 12 a viz genver 1388 evit rei induljansou da gement hini a roje an dourn pe a zigasje e brof da adsevel chapel ar Werc'hez Vari e Koatkeo, e parrez Scrignac, eskopti Kemper. « *Capella Beate Marie de Coaitquayo, sita infra parrochiam ecclesie Distrinnae, Corisopitensis dioecesis.* » Cf. *Annales de Bretagne XXVI. 191.*

Epad pemp bloaz war nugent, eus ar bloaz 1341 beteg ar bloaz 1366 e oa bet en hor bro brezelioù kasaüs etre Charlez Bleas ha Yann Vontfort o klask gouzout piou anezo o daou a zougje kurunnen Duked Breiz; ar brezelioù-se o devoa graet kals gaou ouz pep tra ha dreist-holl ouz chapel Koatkeo; dem-goude lizer ar Pab, ti Mamm Doue a voe graet eur renka d'ezan ha pa weljod e oa diazezet mat ar peoc'h er vro, en amzer an Duk mat Yann V, da lavaret eo breman ez eus pemp kant vloaz, chapel Koatkeo a voe savet a-nevez penn-da-benn ha kaeroc'h eget biskoaz; da gredi eo e voe adsavet gant al labourerien a oa oc'h adsevel iliz koz Scrignac, he divije bet 500 vloaz iveau, er bloaz-man; war unan eus he mein uhela, e tu an aviel, e lenned hano he brasa madoberour gand ar geriou man war e lerch:

*Marc du Marc me fist faire en l'an 1433*

Eus an iliz koz-se ne jom mui netra, siouaz, en e zav, nemed an tour; ar peurrest a zo bet dismantret p'eo bet savet an iliz nevez, er bloaz 1866.

Aotroned kastell Koatkeo, daoust ma n'edont ket

ken o chom e Scignac ha tud chentil maner Mezelcun eo ar re a zo bet brasa madoberourien iliz Koatkeo.

An A. Fransez de Montmorency-Laval hag e bried Jann de Montdragon, mestrez ar Palud, Tresiguidy, ar Hallot ha Koatkeo, dimezet wardro ar bloaz 1540, eo a lakeas sevel he c'halvar; ar skridman a c'heller da lenn atao warnan:

M : G : II : S : X : L : R : S : G : 1560

An eil G eo lizerenn genta ar ger *Gouverneur*.

Aotroned Mezelcun, ha a oa o chom er vro a voe atao mat dreist evit Koatkeo; e testamant Visant Guillemot, skrivet d'ar 7 a viz kerzu 1700, e les hanver Kervorvaned Mezelcun diazezourien iliz Koatkeo ha kaera eured a zo bet gwelet enni martez eo hini an A. Fr.-M. de La Lande de Calan gand an dimezell Louisa Suzanna Anna Mahe a Gervorvan, merc'h da Vauris ha da Louisa a Goatanscour, eus maner Mezelcun, a voe benniget d'ar 24 a viz c'houevrer 1729 gand an A. de Rigoile, vikel vrás Kemper.

#### LEVEOU AN ITRON VARIA

Ma oa mat an dud vrás ouz an Itron Varia, an dud entre, red eo hen anzao, a oa kerkoulz all.

D'ar 4 a viz meurz 1638, Yann ar Chloarec a ro d'ar Werc'hez Park ar Menez tosta, e Kenec'h-gwenn. D'an 21 a viz Kerzu 1669, Mac'hariit ar Morvan a ro d'ezi eun takad douar e Buelhars.

D'ar 27 a viz c'houevrer 1684, unan bennak a roe d'ezi Park ar Menez, er Gervezur.



KROAZ BERED KOATKEO,  
a zo breman e kreiz porz-klos leanezed  
sant Ausgustin Malestroit.

D'an deiz kenta a vae 1686, Fr. Berrehare, a ro d'ezí Bailh ar Burunou, e Pors-Jaffrennou,

D'an 22 a viz Gwengolo 1686, Yann an Ny ha Jann Jaffrennou a ro d'ezí an drederenn eus Leur-Guerdefan;

D'an 12 a vezeven 1696, Per Quiguer ha Pero-nell ar Roux a ro d'ezí ar Choz Park, e Kervorvan.

D'an 22 a viz c'houevrer 1700, Mari Pezron a ro d'ezí ar 1/4 eus Prad ar Vilin Nevez e Kervran.

D'ar 7 a viz kerzu 1700, Visant Guillermot ha Mari Caroff, e bried, eus a Verdy ar Burunou a ro d'ezí Park ar Feunteun ha Park ar Stang bihan e Kenec'hgwenn, Park ar Beskellou ha Park koz Kerivoas.

D'an 8 a viz du 1709 an A. Urvoaz, person Koatkeo a ro d'ezí Park ar Foll, e Kerennou Izela ha d'an 19 a viz genver 1715 Roz Garvig, e Buelhars.

D'an 9 a vezeven 1716, Per Quiguer hag e heritourien a ro d'ezí Kerjarequet, e Kerannou Izellan.

D'an 28 a vezeven 1716 Alan Quere ha Clémence Guillou a ro d'ezí Roz Kervorvan.


D'an 8 a viz ebrel 1723, Fransez Jaffrai hag Anna Daniel a ro d'ezí Leur-gêr Izellan, Buelharz.

D'an 30 a viz ebrel 1730, Guillou Urvoas, a ro d'ezí Roz-Bihan Kergrenn e lec'h Park ar Men-gwenn e Kergrenn.

D'ar 17 a viz kerzu 1730, Jann Guillermot a ro d'ezí Park ar Pontignet, e Pors-Jaffrennou.

D'an 24 a viz mae 1731 Fransez Jaffrennou ha Franseza Prigent e bried, a ro d'ezí Park Stank ar Chlochek, e Buelhars.

D'an 24 a viz meurz 1732, Visant Lorant a ro d'ezí Park an Ohen e Keryolet.



Kalyvar Koatkeo,  
evel m'ema breman, e Milin-baper an A. Bollore,  
e Ergué-Gabéric.

Dar 25 a viz ar Foennou 1738, Fanch Quere a ro d'ez Park ar Men-gwenn pella, e Kergenn.  
 Dar 24 a viz meurz 1748, Mari-Anna Hamon a ro d'ez Park bihan ar Stang, e Buelhars.  
 Gwilhou ar Masson a ro d'ez an hanter eus Prad ar Chlochek, e Buelhars;  
 Yann Prigent, Park ar Soul bihan, er Gerveur; Yann Jaffrennou, an hanter eus Park an Hell, e Kervorvan;  
 Denise an Devedec, Park Gwenn, e Kervran; Philip an Ny, Bailh ar Flochou, Pors-Jaffrenou; Glaudina Urvoas, an hanter eus Park ar Feunteun hag an hanter eus douar ar c'harninal e Buelhars.

F. Caro, eun ti gant kambr war zouar ha kambr war zolier, eul liorz, prad ar C'harbont, 4 garrad foenn, park uhela ha park izela, e Landano. Epad seiz vloaz ha kant, eus ar bloaz 1685 d'ar bloaz 1792, Koatkeo a zo bet treo hag e oa eur beleg da nebeuta, pa ne veze ket a zaou pe dri, o chom enni; kollet he deus he beleien; he madou a zo bet laeret d'an Dispac'h hag eus an iliz koz adsavet er XV<sup>me</sup> hantved ne jom mui netra gand an Itron Varia nemet peder moger hanter gouezet ha goloet a ramps hag a ilio, da lavaret eo ar nez a zo red evit gwelet peger bras e oa p'edo en he c'haer (1).

Ha daoust da-ze, etre ar mogeriou hanter gouezet-se eo e vez graet adarre, — goude eun ehan a 37 vloaz — ar pardon bras, da Hanter-Eost a zeu hag eleiz a gristenien a devio an daelou en o daoulagad pa welint, da greisteiz, ar Werc'hez nevez o tiskenn eus a Scrignac da Goatkeo da ge-

(1) 28 m. 50 he devoa a hirder hag 11 m. 60 a ledander.

meret perz en he leve. Raktal goude ma vez di-gouezet e vez kanet an oferenn-bred.

Da 2 eur hanter, c'hoarieren Scrignac a ziskleario *Distro laouen an Itron Varia da Goatkeo* ha da 5 eur e vez kanet ar gousperou ha distroet ar Werc'hez d'an iliz parrez da c'hortoz ma vezet savet d'ez he zi nevez.

Bretoned, mar ho peus c'hoant da enori ar Werc'hez, war lein Menez Are, it da Goatkeo da bardona da Hanter Eost a zeu.

Y.-V. PERROT.



Tour Scrignac savet er bloaz 1433

Gwerc'hez nevez Koatkeo, skeudennaouet gant Yv. Floc'h, kizellet, e koat akajou, gant F. Chauris, a zo bet benniget gand an A. Duparc, eskoù Kemper, d'ar 6 a viz ebrel 1933.

He leve a zo bet roet d'ezī gand an A. R. Bol'ore, eus a Faguel-Gahézie; he banniel, graet ar brouderez kaer a zo warni diwar skoueriou a gaver e kosa leor abati Landevennec a zo bet roet d'ezī gand an A. J. Bocher hag e bried, eus a Scrignac; he e'hurunean arc'hant, graet penn-da-henn, gand ar gizell hag ar morzol, bremam ez eus tri c'hang bloaz hag he deus eun dalvoudegez eus ar re vrasa, a zo bet roet d'ezī gand an I Quere hag he bugale, eus a Vontroulez.

Itron Varia Goatkeo a zo bet benniget d'an eur ma kane an Iliz, e gouisperou kenta sez glae'har ar Werc'hez ar c'homzouzman : *Vadom ad montem myrrae et ad collem thuris*; pignat a ran war menez ar myrr ha war roz an ezans; ra glevo eta, hiviziken, diwar meneziou ha roziou Menez Are, ehouez vat ar bec'enn hag ar vertuziou kristen !

Da gement hini en deus roet hag a roio tra pe dra evit adsevel he zi e leveromp ar gomz a lavare gwechall kester iliz Koatkeo, pa daoled eur prof en e blad :

Doug r'ho paeo  
Hag Itron Varia Goatkeo.

Y. V. P.



Brest, Moulerez, ru ar Chastel, 4



Magnificat \* à anima mea Dominum :

*Diskan*

D'hor mamm Santez Anna,  
D'an Itron Varia,  
D'Hor Zalver benniget,  
Ni vo fidel breped.

Et exultavit spiritus meus \* in  
Deo, salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae  
sua : \* ecce enim ex hoc beatam me  
dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens  
est : \* et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progénie in  
progénies \* timéntibus eum.

Facit poténtiam in brachio suo : \*  
dispersit supérbos mente cordis sui.

Deposuit poténtes de sede, \* et  
exaltavit humiles.

Esuriéntes implévit bonis : \* et di-  
vites dimisit inanes.

Suscipit Israël, puerum suum, \*  
recordatus misericordiae suæ.

Sicut locutus est ad patres nos-  
tros, \* Abraham, et sémini ejus in  
sæcula.

Gloria Patri.

Kalon Zakr Jezuz. — Ho pot truez ouzomp.

Itron Varia Goatkeo, rouanez veur Menez Are. — Pedit evidomp.


Sant Joseph, patron an Iliz. — Pedit evidomp.

Santez Anna ha sant Erwan, patroned Breiz-Izel. — Pedit evidomp.

Sant Kaourintin ha sant Paol, patroned an eskoü. — Pedit evidomp.

Sant Per ha sant Paol, patroned ar barrez. — Pedit evidomp.

Holl Zent ha sentezed ar baradoz. — Pedit evidomp.



Embannet ha perc'hennet gant « FEIZ HA BREIZ »